

# Redadeg 2014

MESSAGE D'ARRIVÉE

## AR REDADEG PEMDEZIEK

Karaez  
a blij dezhi dihuniñ abred  
Ar glav  
mesket gant ma alan  
ouzh ar werenn  
ar gouloù deiz  
Karaez  
he livioù a red  
a-dreuz ar prenestr :

Ur c'hazh gwenn o treuziñ an hent  
Ar baraer o tigeriñ e stal  
Ur plac'h yaouank o tont en-dro  
eus un nozvezh karantez all  
al leonad kozh 'n ur c'hwitellat  
a gas e gi da gac'hat  
hag ar paourkaezh klasker bara  
'ya da glask e voued er marc'had

Hag em rann di klet  
ma dousig -  
e gousk c'hoazh ouzh e groc'hen -  
o roc'hal ha tiroc'hal  
troioù kaer  
hunvreoù kuzh.  
Pokat a ran d'e dal  
"Aet on ma dous"  
hag ur pokig all.  
C'hwezh vat dour-c'hwezh ur  
c'henavo c'hwek  
Hag ez an en-dro da redek  
Ma redadeg pemdeziek

Evit sioulaat  
Moarvat  
Ma spered  
Divec'hiet  
Tamm ha tamm  
war an hent  
Lamm ha lamm  
ar galon a ren pa redan  
Ma-unan  
Gant nouspet den all  
Ne gomzomp ket 'met  
Taolioù skañv  
Hon treid  
A lâr traoù

War an hent talm ar botoù  
war an delioù war 'r riblennoù,  
talm an treid, talm ar soñjoù  
talm ma spered en traoniennoù  
talm al lusk a zo er gwad  
lusk an avel a-dreuz ar c'hoad  
lusk ar vro a zo em fenn  
Lusk ar gerioù d'am c'hanaouenn

B 'ez eus tud a red evit pellaat  
Tud all a red da riboulat  
Tud zo a red  
da vezañ moan,  
da vezañ yac'h  
ha lod all c'hoazh da zistignañ.

Redek a ran me 'vit  
soñjoù  
gwisket gant  
lizherennoù -  
Gerioù  
Dalc'het  
Evit warc'hoazh  
Gerioù da zont  
goude warc'hoazh

Warc'hoazh  
War hent Breizh  
E koulz  
deiz pe zeiz  
tadou-kuñv hon tadoù-kuñv  
a vo en dro deomp ivez  
gant bugale hor bugale  
selaou hag e klevi  
o mouezhioù o chuchuiñ  
dindan hon treid,  
a-us d'ar pri  
da viken war an hentoù  
Kontadennoù  
C'hoarzhadennoù -  
ar vro a-bezh a gomz  
d'an hini a selaou anezhi.

Pep kammed war-raok  
A gas da benn an hent  
Dalc'homp da vont  
Buan-buan  
Pelloc'h-pellañ  
Dalc'homp da vont  
war hon douar deomp-ni.